

<p>p. 238 f°8 v</p>	<p style="text-align: center;">Autre [ur eonnic zo er c'hoad]</p> <p>1. ur eonnic zo er c'hoad, melen he divesquel ac ha disquen bemdez woar cornic, m'ha mantel</p> <p> ac he Lavar d'hin, quer lies ha prepos evelt a zo ha deillen, en dro d'ur boquet roz</p> <p>5. ac he Lavar d'hin, chomet hu den yauanc Kar m'ar commeret pried, houi zo sur ha tourmant</p> <p style="text-align: center;"><i>ou ces deux autres vers</i></p> <p> commer[e]t ur plac'h yauanc Kar m'ar chomet hu intaon houi zo sùr ha tourmant</p>
--------------------------------	---

Autre

[1] un oiseau est dans bois, jaunes ses ailes / et il descend tout jour sur coin rebord à mon manteau

et il dit à moi autant souvent de propos / comme il y a de feuilles, autour d'un bouquet de roses / [5] et il dit à moi restez vous homme jeune célibataire / car si vous prenez épouse vous êtes assuré de tourment

ou ces deux autres vers / prenez une fille jeune / car si ~~vous~~ restez vous veuf, vous êtes assuré de chagrins.

Notennou J. Ollivier :

[Fin de ce deuxième fascicule prêté par le D^r Laurent, de Brest]